

# O KROUER MEUR

1. O krou-er meur ar skle-ri-jenn, a verk a-man -- dei-ziou ar den krou et ga--neoh

1. er penn ken-ta, a-raog m'ho-peus' krou-et peb tra.

2. Eur vin-tin-vez gand a-bar-vez gand a-bar

Duo: Alto-ténor

2. daez, 'zo gand hoh urz ... han-vet der-vez: A-raog ma kouez war-nom an noz, Ni

'zo war hoh urz hanvet der-vez

Trio: Alto-Ténor-baryton

2. a oar deoh kas or ben-noz.

3. 'Vid ne vo ket deom on ----- e- ne (on e-ne) dal-

3. het pell diouz ----- ar gwir vu-he, Dre jom heb son-jal er bed all, ha

3. klask hebken pli-ja-dur fall.

QUATUOR .

4. Ra ga- vim di- gor an nen- vou, Ma vo eu- ruz

4. Ra ga- vim di- gor an nen- vou, an nen- vou, Ma vo eu- ruz

4. Ra ga- vim di- gor an nen- vou Ma vo eu- ruz -- on e- ne-

4. on e- ne- ou; Ra zi- le- zim droug ar pe- hed, Ma vim a- tao leun a ye- hed.

4. on e- ne- ou, Ra zi- le- zim Ra zi- le- zim ar pe- hed Ma vim a- tao leun a ye- hed.

4. ou, Ra zi- le- zim droug ar pe- hed, Ma vim a- tao leun a ye- hed.

Choeur

5. Or hle- vit , Tad tru- ga- re- zuz, Or

5. hle- vit , ô Sal- ver Je- zuz , Ha c'hwil- ve , Spe- red San- tel , Euz

(Quatuor)

5. pa- lez ho kloar e- ter- nel. A- men A- men.

(Choeur)

A- men , A- men .

*Allarg.*

1. O krouer meur ar sklerijenn  
A verk aman deiziou an den,  
Krouet ganeoh er penn kenta  
Araog m'ho-peus krouet peb tra.

2. Eur vintinvez gand abardaez  
'Zo gand hoh urz hanvet deiz;  
Araog ma kwez warnom an noz,  
Ni a oar deoh kas or bennoz.

3. 'Vid ne vo ket deom on ene  
Dalhet pell diouz ar gwir vuhe,  
Dre jom heb sonjal er bed all,  
ha klask hebken plijadur fall.

4. Ra gavim digor an nenvou  
Ma vo eüruz on eneo;  
Ra zilezim ar pehed,  
Ma vim atao leun a yehed.

5. Or hlevit, Tad trugarezuz,  
Or hlevit, ô Salver Jezuz,  
Ha c'hwi ive, Spered Santel,  
Euz palez ho kloar eternal.  
AMEN.

1. Créateur tout-puissant de la lumière,  
Qui marque ainsi les jours de l'homme,  
Créée par vous aux premiers jours,  
Avant toute chose créée.

2. Une matinée, et puis une soirée,  
Par votre ordre appelées journée,  
Avant que ne tombe sur nous la nuit,  
Nous voulons vous dire notre prière.

3. Afin que notre âme ne soit pas  
Retenue loin de la vraie vie,  
Oublieuse de la pensée de l'au-delà,  
Et toujours recherchant les plaisirs futiles.

4. Que les cieus nous soient ouverts  
Pour le bonheur de nos âmes;  
Que nous délaissions le péché,  
Et que nous restions en pleine santé.

5. Écoutez-nous, Père très bon,  
Écoutez-nous, Jésus, Sauveur,  
Et vous aussi, Esprit-Saint,  
Du palais de votre gloire éternelle.  
AMEN.

**Musique: Thème populaire anglais. Harmonisation: Roger ABJEAN**  
**Texte breton. Visant SÉITÉ (Hymne «Lucis creator»)**